

Kenstrivadeg c'hoarioù droch : deomp da dapout al Loar

D'ar Sul 13 a viz Mae
Adalek 2eur30 goude merenn
Stad ar Palud Vihan e Landerne
(A-dreñv ar vediaoueg)



Abadenn c'hoarioù sport farsus digoust ha digor d'an holl (adalek 7 vloaz) gant ma vint enskrivet a-benn ar 7/05/2012. Enskrivadurioù posubl war al lec'h gant ma chomo plas. C'hoarioù all war al lec'h evit ar re yaouankañ.

*Emañ kêr Landerne o vont da gas ur skipailh 4 astraer, war al Loar,
petra reizhoc'h evit kêr al loar ?*

Aozet vo neuze 6 prouad da zibab ar skipailh wellañ.

*Da c'hounit kiboù stumm al loar aozet gant Aotrou Langlet, mestr war ar
chokolad (straed ar Feunteun Wenn e Landerne)*

Deuit da c'hoari gant ho skipailh (4 c'hoarier)

Poentoù ouzhpenn evit ar skipailhoù mesket (kozhaouank, brezhonegerien pe get)

Enskrivadur da zegas a-benn ar 7/05/2012 da Ti ar vro Landerne-Daoulaz
tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com

Anv ar skipailh : _____

Anvioù ar c'hoarierien : _____, _____,

Postel ar penn skipailh : _____ @ _____

Concours de jeux farfelus : Tous sur la lune !

Le dimanche 13 mai 2012
A partir de 14h30
Stade de la Petite Palud à Landerneau
(Derrière la médiathèque)



Concours de jeux sportifs et amusants, gratuit et ouvert à tous (dès 7 ans) sur inscription avant le 7 mai 2012. Inscriptions possibles le 13/05 dans la limite des places disponibles. Autres jeux sur place pour les plus jeunes.

*Landerneau souhaite envoyer une équipe de 4 spationautes sur la lune, quoi de plus naturel pour cette ville dont l'emblème est la lune !
6 épreuves vont permettre de sélectionner les équipes méritantes.
A gagner des coupes-lunes en chocolat confectionnées par le fameux pâtissier-chocolatier landernéen Mr Langlet (rue de la Fontaine Blanche) !*

Alors venez jouer avec votre équipe ! (4 participants)

Attention : Bonus pour les équipes mixtes (enfants / adultes, bretonnants / non-bretonnants)

Inscription à envoyer pour le 7/05/2012 à Ti ar vro Landerne-Daoulaz
tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com

Nom de l'équipe : _____

Noms des joueurs : _____ / _____ /

_____ / _____

Courriel du chef d'équipe : _____ @ _____